WIKIPEDIA

Halkomelemeg


yezhoù salichek an arvor

An **halkomelemeg** (*Halq̓eméylem*, *Hul̓q̓umín̓um̓* pe *Hun'qumi'num*), zo ur yezh salichek aodel kinniget, komzet e rannvro ar su ar stêr Fraser hag ar su enez Vancouver e proviñs British Columbia e Kanada, gant un 570 den bennak ha war-dro 25 den e S.U.A.[1].

Rannet eo an halomelemeg e div (pe teir) rannyezh:
stêr:
Halq̓eméylem (komzet an uhel ar stêr Fraser)
Hun'qumi'num (komzet an izel ar stêr Fraser) ~ un tremenadur etre an div all
enez:
Hul̓q̓umín̓um̓ (komzet e su enez Vancouver)

Liammoù diavaez

- *halkomelemeg ar stêr* (http://www.firstvoices.com/fr/Halqemeylem)
- *halkomelemeg an enez* (http://www.firstvoices.com/fr/HULQUMINUM)

Notennoù ha daveoù

1. [1] (http://www.ethnologue.com/language/hur)

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Halkomelemeg&oldid=1577864 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 12 Mez 2014, da 20:09.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.